

# Allah's Kanañ

allahskanan.free.fr

## O pegen bras karantez

Me hoc'h ador va Jezuz eus a greiz va c'halon ;  
C'hwi eo, Doue, va c'hrouer, C'hwi 'zo den eveldon  
O pegen bras karantez ! kemer hor sempladur  
Hag er sakramant santel bezañ hor magadur

Er park 'pad ma labouran da c'hounid va buhez  
M'ho klask, ho kav, hoc'h anav, va Zad ha va Roue  
O pegen bras karantez ! micherour Nazared  
Prenour ha perc'henn ar bed C'hwi 'chom ganeomp bepred

Kaer 'm eus n'hallan ket tremen, nann, hep skuilhañ daeloù  
Pa soñjan 'n Ho madelezh, va Jezuz, va Aotrou  
O pegen bras karantez ! evit ar beherien  
Trugarez 'ta va Jezuz, trugarez da viken.

Ha goude bezañ poaniet dirazoc'h er bed-mañ  
Goude bezañ pedet stank en Hoc'h iliz amañ  
« O pegen bras karantez ! », deoc'h, ni-holl a gano  
Dirak Ho tron en Neñvoù, 'vel ma kaner eno.

*Je t'adore, mon Jésus, du fond du coeur ;  
Tu es mon Dieu, mon Sauveur, et Tu es un homme, comme moi ;  
O quel amour immense de prendre notre faiblesse !  
Et de devenir notre nourriture dans la communion.*

*Au champ, quand je travaille pour gagner ma vie,  
Je te cherche, je te trouve, mon Père et mon roi ;  
O quel amour immense ! Toi, l'ouvrier de Nazareth,  
Rédempteur et maître du monde, Tu es avec nous, toujours.*

*Je ne peux avancer sans verser de larmes  
Quand je pense à Ta bonté, mon Jésus, mon Seigneur.  
O quel immense amour pour les pécheurs !  
Merci Jésus, merci à jamais.*

*Et après avoir peiné devant Toi en ce monde,  
Après avoir beaucoup prié ici, dans Ton église,  
Tous, nous Te chanterons « O quel immense amour ! »,  
Devant Ton trône, aux cieux, comme on le chante là-haut.*

~~~~~

An testennoù-mañ a zo gwarezet, kenkouls hag ar sonerezh ; an arzourien eo a zo perc'henn warno.  
Au même titre que les musiques et les arrangements, ces textes sont protégés ; ils sont la propriété de leurs auteurs.  
Les textes en français ne sont qu'une traduction de ce qu'expriment les paroles en breton.